WIKIPEDIA

Pelaslaeg

Ur yezh tchadek eus is-skourr ar yezhoù biouek-madarek A.5 eo ar **pelaslaeg** (*pelasla*, *maslava* pe *vame*) komzet gant tro-dro da 8.500 den e norzh Kameroun (1992).

Pemp rannyezh ez eus, tost-tre an eil d'eben:

- **Pelasleg** (*p(e)lasla*, *mayo-plata*, *plat(l)a*, *gwendele* pe *damlale*): rannyezh tostañ d'ar wouzlameg
- **Mberemeg** (*mberem*, *mbreme* pe *maslava*)
- **Demwaeg** (*d(e)mwa* pe *doue*)
- **Hurzeg** (*hurza* pe *ou(r)za*)
- **Ndremeg** (*ndreme*)

Gwelet ivez

- Yezhoù biouek-madarek
- Yezhoù afrez-aziatek